

## **Le glaneur celtomane (Dizano).**

Evel boaz ez eus geriou galleg, bet brezonekaet tamm pe damm, e-barz ar skrid-se.

### **Kolladenn e vamm**

**pe**

### **Moumoun e vamm**

Eun aotrou braz demeuz a Frañs,  
Den a vadou, den a noblañs,  
En-devoe eur mab euz ar gwella,  
Pennher yaouank c'hweh pe seiz vloa' ;  
Paotrig beo-brao ha korv greet mad,  
Lemm a spered hag a lagad,  
Chodou podeg, hep krina tamm,  
Evel ar roz, gwenn ha flamm.  
Karantezuz ha paotr seder,  
Skiltr a vouez ha mestr kaozer.  
Gand nebeutoh a ziou mad  
Eur mab a charmje mamm ha tad.  
Evel-se iveau e oa karet  
Ar mab yaouank hag admiret.  
Nag a-berz tad nag a-berz mamm  
Euz a netra n'en dije blam<sup>1</sup>,  
Lezet e oa da heuill e benn  
Evel ma vez eur golladenn.

Eun deiz koulskoude eh arruas  
Tra na oa arruet biskoaz,  
Ma rankas an tad kontrolia  
E vab, hag hen humilia.

N'eus mar ebed, Eskob ar vro,  
O veza deut d'ober e dro  
Evid gweled e eskopti,  
A ziskennas en o zi,  
Ha gantañ kalz a gompagnunez,  
Tud a iliz ha tud a lez.

Gweled a red war fas pep hini  
Penaoz ne oad ket dizoursi,  
Dre ma tostae poent al lein,  
Evid renka kement a drein.  
An daol a oa hir ha ledan.  
Evelkent e oa re vihan  
Evdi galloud lakaad outi  
Kemend all a dud da zebri.

An aotrou, pa welas enkter<sup>2</sup>  
A zistroas ezu e bennher  
Hag a lavaras : « Ne vez ket prop

---

<sup>1</sup> blam : galleg “blâme”

<sup>2</sup> enkter : pa veze enk an traou.

Lakaad euz taol gand an Eskob  
Eur paotr divaro eveldout-te.  
Sell mad euz baro an dud-se  
Ha kee da leina, mar kerez,  
D'ar gegin gand da vagerez. »

Ar paotr, pa glevas kement-mañ,  
N'êts ket kalz a bostur ennañ ;  
Ruz e teuas evel ar gwad  
Beteg gwenenn e zaoulagad ;  
Komañs a reas da gunudal,  
Prest e oa dija da yudal.

Ar vamm, p'her hlevas o tezoli<sup>3</sup>,  
A zeredas d'her honsoli.  
« Tao, emezi, te 'zo paotr mad ;  
N'eus forz petra 'lavaro da dad,  
Te 'pezo amañ eun daol vihan  
Kasl gwelloh evid pa vijes  
Euz taol gand ar gompagninez.  
Mad, emezi, savit raktal  
Eun daol d'ar paotr en traoñ ar zal,  
Ha roit dezañ, ma vzo kontant,  
Kement tra en-devo c'hoant. »  
Evel-se e teuas a-benn  
Da lakaad peoh er golladenn.

Ar pez he-devoa lavaret  
Hep koll amzer a oe greet.  
Roet e oe dezañ da leina  
Soubenn drempet, kig ha bara,  
Ragout, rost, dizervij fin,  
Ha da eva chistr ha gwin.

Eur haz briz a oa er zal  
Tro-war-dro o treuzal,  
Hag a êseas gand e droad  
Sacha eun tamm diwar e blad.  
Ar paotr, pa oa en humor fall  
Ne oa ket en gont da farsal,  
Ha gand al loa ma oa o tebri  
E skoas eun taol war e fri.  
Ar haz prim a yeas a-dreñv  
Rag an taolig a oe kreñv,  
Ha m'en-dije kizet buan  
En-dije daou koulz hag unan  
En keid ha ma hije e Benn,  
Ar paotr a gomzas evel-henn :  
« It du-ze, emezañ, aotrou kaz,  
Da leina euz an daol vraz ;  
C'hwi, marteze, a vezoz prop  
En-tal va zad hag an eskob.

---

<sup>3</sup> tezoli : galleg "désoler".

Deoh-hu, nebaon, e vez greet plas,  
Rag c’hwí zo baro war ho fas. »  
    Evel ma komze war-bouez e benn  
    E oe klevet ar brezegenn.  
    Ar c’hoarz a zavas euz an daol,  
    An oll a gave e oa drol ;  
    Beleien ha tud a justis,  
    Toud e kavent e oa iskiz  
    En-divije ken abred  
    Ar mabig, kement a spered.  
    A-houde, an tad hag ar vamm,  
    Ne halljont pelloh debri tamm,  
    Kement o-devoa a blijadur  
    O kleved meuli o hrouadur.  
    Ar vamm a grogas en he faotr,  
    A roas kant pok war e jod,  
    Ha mar boa a-raog he holladenn,  
    Goude e oe he idol<sup>4</sup> krenn.

---

<sup>4</sup> idol :     ar ger galleg “idôle“.